



# Priziadennoù 2014

## Live A2


1/9

Anv – Anv bihan :

Kevredigezh :

Ar priziadennoù a vez savet gant ur bodad labour ennañ tud kaset gant kevredigezhioù ezel deus DAO, trugarez eta da : *Kerlenn Sten Kidna , KLT, Mervent,Skol An Emsav ha Ti Ar Vro Treger – Gouelo.*

*Les évaluations sont mises en place par un groupe de travail composé de représentants d'associations adhérentes à DAO, merci donc à : Kerlenn Sten Kidna , KLT, Merven, Skol An Emsav et Ti Ar Vro Treger – Gouelo.*



# Eskemm tiez

46 000 ti kinniget

140 bro dishenvel

300 000 eskemm  
graet abaoe 1992



## Hor pal :

Lakaat e darempred beajerien ha touristed c'hoant dezho dizoloiñ ur vro dishenvel. Kinnig a reomp dezho un doare da veajiñ pelloc'h hag aliesoc'h gant ar memes budjed : chench ti, eskemm o zi gant unan bennak deus ur vro estren. An digarez marc'hadmatañ, aesañ, plijusañ da zizoloiñ ar bed, pell diouzh hentoù boutin an douristelezh. Gant *Eskemm tiez* ne vezer ket touristed evel ar re all. !

## Piv omp ?

Ar pezh a gont evidomp :

Kuriusted ha spered digor, lealded ha fiziañs zo gerioù-stur. *Eskemm tiez*

En ur chench ti e vezer asuret da anavezout gwelloc'h ar vro, da vevañ enni evel tud ar vro.

Hon istor, hor skipailh :

*Eskemm tiez* a zo bet savet e 1992. Ouzhpenn 20 vloaz e sikour gant an dud kavout un ti da eskemm gant ho hini.

*Eskemm tiez* zo ur skipailh 50 den eus 21 bro disheñvel o kenlabourat asambles da servij un hevelep pal : bezañ al liamm etre tud c'hoant ganto anavezout broioù ha sevenadurioù-all en ur reiñ war-un-dro an tu da ziskouez pinvidigezhioù o bro-int .



## Prizioù an embann war hol lec'hienn :

96€ : Ur bloavezh en linenn.

36€ : 3 mizvezh en linenn.

\*\*\*\*\*


## Penaos ober :

1°- Krouiñ e gont ha dont da vezañ ezel : klikit [amañ](#).

2°- Sevel ho [fichenn eskemm](#) (Prezantiñ ho ti hag ho pro, kinnig mare an eskemm...)

3° Sellet ouzh [ar c'hinnigou eskemm](#).

## Pelec'h ho peus c'hoant da vont da vakañsiñ ?





**Respontit d'ar goulennoù - Répondez aux questions**

***Eskemm tiez* est un site qui propose**

Des maisons à vendre et à acheter à l'étranger.		/1
Des échanges de maisons pour des vacances à l'étranger.		/1
Des locations de maisons de vacances à l'étranger		/1

***Eskemm tiez* a pour objectif**

De faciliter un séjour bon marché, agréable à l'étranger en mettant les gens relation entre eux.		/1
De faire profiter les internautes de tarifs promotionnels de location de maisons de vacances à l'tranger.		/1
De proposer une sélection d'appartements en copropriété à l'étranger.		/1

En quelle année a été créé <i>Eskemm tiez</i> ?		/1
A combien revient la publication d'une annonce pour une année ?		/1
Combien de maisons sont proposées sur le site d' <i>Eskemm tiez</i> ?		/1
Combien de personnes travaillent pour <i>Eskemm Tiez</i> ?		/1



**Evit ar boelladenn-mañ e vez goulennet ganeoc'h sevel frazennoù !**

*Pour cet exercice, vous devez répondre en faisant des phrases!*

Diskrivit ho ti (pe unan hervez ho c'hoant) gant ar soñj reiñ c'hoant d'unan bennak da eskemm e di-eñ ganeoc'h : Ar pezh a vez kavet er gegin, er saloñs, er sal dour... Pet kambr a zo. Penaos emañ al liorz. ....

*Décrivez votre maison (ou bien une maison de votre choix) et faites-en la promotion dans l'intention de susciter l'intérêt d'un éventuel candidat à un échange : la cuisine, le salon, la salle de bain, ... L'équipement, le nombre de pièces... Le cadre local (le jardin, accessibilité des commerces, les communications, etc.)*

Pelec'h emañ an ti ? Kinnigit ar vro hag ar pezh a c'hello an dud ober e-pad o vakañsoù. Klaskit reiñ c'hoant dezho da zont en ho pro.

*Ou se trouve la maison ? Présentez votre région, ce qu'on peut y découvrir, ce qui pourrait être un atout pour y imaginer un séjour agréable et intéressant.*

## Selaou – Ecoule /10

**An Amzer**

Selaouit an enrolladenn ha kavit penaos e vo an amzer (barennit ar respontoù fall) ha skrivit ar gwrez (an temperadur) e pep departamant eus Breizh.

Ecoutez l'enregistrement et trouvez quel temps il fera (barrez les mauvaises réponses) et indiquez les températures dans chaque département breton.

... /10 poent

## Selaou – Ecoule /10

Selaouet ho peus 5 diviz, e 5 lec'h disheñvel.

Lakait ur groaz er c'hombod a glot gant pep hini

Vous venez d'entendre 3 conversations correspondant à trois lieux différents.

Cochez la case correspondant à chaque conversation.

	Conver sation 1	Conver sation 2	Conver sation 3	Conver sation 4	Conver sation 5
E ti an apotiker – A la pharmacie					
Er gourmarc'had – Au supermarché					
En ti gar – A la gare					
En ur sal-dour – Dans une salle d'eau					
Er sinema – Au cinéma					
En ur gambr – Dans une chambre					
El levraoueg – A la bibliothèque					
En ur gegin – Dans une cuisine					
Er c'homiserdi – Au commissariat					

## Lenn – Lire /10

### Goude bezañ lennet al lizheroù amañ da-heul, respontit d'ar goulennoù

Après avoir lu les lettres, répondez aux questions.

#### Lizher 1

Itron, Aotrou,

Kas a reomp al lizher-mañ deoc'h evit reiñ deoc'h da c'houzout e vo troc'het an dour en ho karter d'ar Yaou 19 a viz Even etre 10e00 ha 12e30 diouzh ar mintin, ha marteze etre 2e00 ha 3e30 goude kreisteiz. Labourioù zo d'ober e straed Youenn Drezenn.

O trugarekaat ac'hanoc'h evit ho komprenidigezh.

R.Goasdoue

Prezidant ar sindikat.

#### Lizher 2

Itron Pouldu

Pellgomzet ho poa deomp evit un emgav lakaet d'ar Gwener 20 a viz Even da 4e00 goude kreisteiz evit dont da wiriañ ho karr, un 308 peugeot marilhet AV 712 TG. Abalamour da gudennoù teknikel, ne c'hellimp ket degemer ac'hanoc'h d'an deiz-se siwazh. Kinnig a reomp deoc'h dont ar sizhun war-lerc'h, d'ar 27 neuze ha d'ar memes eur. Pellgomzit deomp d'an niverenn-mañ : 02 99 35 02 09 evit ho koulennoù.

Teurvezit mar plij digareziñ ac'hanomp.

A galon

Oto-Asur

17 straed ar paged

22 650 Plugern

#### Lizher 3

Itron, Aotrou,

Laouen omp o reiñ deoc'h da c'houzout en deus kuzul departamant ar Morbihan, bodet d'an 20 a viz Here 2013, votet reiñ ur yalc'had 500 euro deoc'h evit aozañ Gouel ar Brezhoneg.

Kaset e vo ar sammad-se war ho kont-bank e-tro fin miz C'hwevrer. Ma ne vefe ket bet graet, roit kement-se da c'houzout deomp an abretañ ar gwellañ.

Ar prezidant



#### Lizher 4

Mignoned ker,

D'al Lun 30 a viz Genver e vo aozet un dastumadeg gwad e sal ar gouelioù e Orvez etre 9e00 mintin hag 1e00 goude kreisteiz. Gouzout a rit mat ez eus ezhomm da gaout muioc'h-mui a roerien o reiñ o gwad, pladanoù pe plasma. Servijout a ra da soagnañ tud klañv-bras.

Evit gallout reiñ e wad eo ret bezañ 18 vloaz da nebeutañ ha bezañ ponneroc'h evit 50kg.

Spi hon eus o welet ac'hanoc'h o tiskouez ho kenskoazell evel boaz d'ar c'houlz-se.

Trugarez vras da sikour saveteiñ buhezioù.

#### Lizher 5

Demat deoc'h,

Ma n'omp ket faziet, n'eo ket bet degaset en-dro ganeoc'h an teulioù-mañ :

« Atleterezh e Breizh er bloavezhioù 80 » (levr)

D'ar c'hentañ a viz Ebrel e oa bet amprestet ganeoc'h, setu e c'houlennomp ganeoc'h adkas anezhañ an abretañ ar gwellañ. Ur voest a zo er maez dirak ar vediaoueg evit adkas an teulioù e-maez an eurioù digeriñ. N'hallit ket amprestiñ teulioù ken betek ma vo adkaset an teul-mañ deomp.

Ho trugarekaat a ran en a-raok,

Elen Arankalz

Sekretourez.

#### Lizher 6

Mignoned ker,

Laouen omp o pediñ ac'hanoc'h da lid digeriñ an diskouezadeg livadurioù « Etre Arvor hag

Argoat » e sal ar gouelioù d'ar Gwener 15 a viz Mae da 6e30 noz. Da gentañ e vo kinniget o labour gant an arzourien, goude e vo profet ur banne deoc'h.

Kevredigezh mignoned an arzoù



**Renablit al lizheroù / Classez les lettres**

	Don du sang	Contrôle technique de véhicules	Service des eaux	Vernissage	Subvention	Médiathèque
Lizher 1						
Lizher 2						
Lizher 3						
Lizher 4						
Lizher 5						X
Lizher 6						

**Liammit ar sifrouù gant an anvioù :**

Reliez chaque chiffre écrit en toutes lettres à un nom

A	Triwec'h
B	Pevar-ugent
C	Naontek
D	Seizh kant daouzek
E	Hanter-kant
F	Pemp kant

1	Immatriculation
2	Âge limite
3	Argent
4	Années
5	Date
6	Poids limite

A	B	C	D	E	F
2					

**Hollad : / 10**